

B... Ar saladenn frouezh

Poelladenn 1

An aozennoù :

Frouezh a bep sort



avaloù



bananez



orañjez

Ur werennad dour ha 2 loiad sukr (pe dour-frouezh)



Poelladenn 2

Peseurt frouezh a c'hellez ouzhpennañ ?

Pampel (pamplemousse), sivi, mouar... Ober gant ar frouezh a zo er gêr.

Poelladenn 3

Adlak ar pazennoù hervez urzh ar rekiye (eus 1 da 8).

Remets les étapes de la recette dans le bon ordre (de 1 à 8).

| | |
|---|--|
| 6 | Tommañ a ran evit lakaat ar sukr da deuziñ en dour. |
| 3 | Kemer a ran un orañjezenn all. Dibluskañ a ran anezhi. Digeriñ a ran anezhi dre ar c'hreiz ha troc'hañ a ran tammoù bihan. Tennañ a ran ar greun ivez. |
| 2 | Goude-se e troc'han un orañjezenn vras. Frigasañ a ran anezhi a-nebeudoù, abalamour din da gaout chug (jus). |
| 7 | Meskañ a ran ar chug hag an tammoù frouezh. Lakaat a ran er yenezh, e-pad un eur, a-raok drebiñ. |
| 1 | Kregiñ a ran gant ar bananez. Troc'hañ a ran anezhi e tammoù. |
| 5 | Lakaat a ran ur werennad dour ha 2 loiad sukr e-barzh ur gastelodenn. |
| 4 | Dibluskañ a ran an avaloù. Tennañ a ran ar c'hreiz hag ar greun. Troc'hañ a ran anezho e pevar pe e c'hwec'h. |
| 8 | Serviñ a ran. Kalon vat d'ho poued ! |